



# An Taol-Lañs

## Langoned

D'ar Gwener 2 a viz Gouere 2021

### Reolennoù 2021

1. Aozet eo an « Taol-Lañs » gant ar gevredigezh Mignoned ar Brezhoneg, gant asant ar gevredigezh Dazont ar Yezh, lusket ganti an Taol-Lañs betek 2014. Savet eo bet evit brudañ testennoù nevez, kanet e brezhoneg war tonioù a bep seurt estreget tonioù hengounel.
2. Eus an testennoù diembann e vo graet stad, dreist pep tra, gant ar juri. Difennet eo adkemer pe treiñ testennoù zo deuzoute dija.
3. An ton a vo ur grouidigezh dibar ivez. Ne vo ket asantet tonioù adimplijet.
4. Ar ganaouenn pe an destenn a vo eilet gant ur benveg pe gant meur a hini.
5. Div ganaouenn a vo kanet gant ar strollad d'an nebeutañ (ha ne c'hallo ket e dro war al leurenn padout ouzhpenn 15 munutenn).
6. Daou rummad a zo d'al leurenn-lañs : "A-vicher" ha "Dazont" (evit an amateurien-ezed). Pep rummad en do e strollad-trec'hour ha prizioù ispisial a zere gant e rummad.

Rummad "A-vicher"	Rummad "Dazont"
<b>Gouel Broadel ar Brezhoneg</b> - Langoned- 03/07/2021 <i>(difrejet hervez barem ar gevredigezh Mignoned ar Brezhoneg : prantad berr war al leurenn : 20 mun)</i>	<b>3 devezh pleustriñ</b> en ur studio micherel hag <b>un devezh enrolladenn</b> un EP 3 zon masterizet – Hañv 2021
<b>Ti ar Vro Gwengamp</b> - Hañv pe Goañv 2021 <i>difrejet pe gopred hervez niver a dud er strollad</i>	<b>Ti ar Vro Gwengamp</b> - Miz Eost 2021 <i>difrejet</i>
<b>Festival DEUS'TA</b> - Brest – 29 pe 31 a viz Here 2021 <i>difrejet pe gopred hervez niver a dud er strollad</i>	<b>Tomahawk</b> - Kerien - Miz Here pe Du 2021 <i>difrejet</i>
<b>Festival Tan miz Du (Sal Roudour)</b> - Sant Martin war ar maez - 14/11/2021 <i>gopret</i>	<b>Naoned – Yezhoù ha Sevenadur</b> – Goañv 2021 <i>difrejet</i>
<b>Yaouank Bistro</b> – Roazhon – Miz Du 2021 <i>difrejet</i>	<b>Abadenn "Naoned e Live"</b> - Radio Naoned - Miz Meurzh 2022 Enrolladenn un abadenn radio 1 eurvezh pad hag ur video live war unan eus ho kanaouennoù (frammet ha masteriset gant Radio Naoned)

	Skignet e vo an abaden war Radio Naoned, Radio Kerne, Radio Kreiz Breizh, Radio Bro Gwened, ArvorigFM hag AlternantesFM.
<b>Gouel degouezh ar Redadeg</b> - Gwened - 28 Mae 2022 <i>gopret</i>	<b>Gouel ar Sonerezh</b> - Brest - 21/06/2022 <i>difrejet hervez barem ar gevredigezh Sked</i>
<b>Gouel Broadel ar Brezhoneg</b> - Hañv 2023 <i>gopret</i>	Strollad ambrouget e-pad bloaz
Fotoioù gant ur poltrejer/ur boltrejerez a-vicher *	Ur gartenn-prof en ur stal sonerezh *
Ur c'hlip-video *	
Strollad ambrouget e-pad bloaz	

\* Budjed hervez disoc'h an arc'hantaouiñ a-stroll a vo kinniget gant Mignoned ar Brezhoneg

En ur lakaat e anv en Taol-Lañs 2021 e engouestl ar strollad kaout perzh en darvoudoù-se.

7. Evit barn e vo dalc'het kont gant ar juri eus :

- a. **Ar brezhoneg** : dibarded an destenn kinniget, an distagadur, puilhded ar c'heriaoueg, pegen flour ha kizidik eo ar c'homzoù.
- b. **Ar sonerezh** : an hesoded, an nerzh, ar stil, an teknik.
- c. **An emzalc'h war al leurenn** : pegen barrek eo an den da zedenn ar selaouerien, d'en em blasiñ war al leurenn, ha da vevañ e arvest a-gevret gant e publik.

8. Ar strolladoù produet gant ur « major » ne c'hallint ket kemer perzh.

9. An 20/06/2021 eo an deiziad termen evit lakaat e anv, ha ne vo ket degemeret nemet 8 kenstriver.

10. Aozerien-ezed an Taol-Lañs a raio ur rakdibab eus ar strolladoù a vo o koñkouriñ ma vefe re a strolladoù rak-enskrivet.

11. Rankout a raio ar genstriverien-ezed kas ur skouerenn eus an testennoù a vo kanet ganto, ur fichenn deknikel, hag ar reolennoù-mañ sinet gant an holl.

12. An holl berzhidi-adezed hag an daou strollad-trec'hour a ro o asant da v/Mignoned ar Brezhoneg da implijout skeudennoù ar sonadegoù hag an tonioù evit brudañ darvoud.

**Sinadur pep ezel-ez ar strollad dre ret e dibenn ar restr-mañ (goude ar reolennoù e galleg) !**



# An Taol-Lañs

## Langoned

Vendredi 2 juillet 2021

### Règlement 2021

1. « An Taol-Lañs » est un tremplin organisé par l'association Mignoned ar Brezhoneg, avec l'accord de l'association Dazont ar Yezh, qui l'a inventé et organisé jusqu'en 2014. Il a pour but de promouvoir la diffusion de nouveaux textes en langue bretonne au travers de musiques d'influences diverses, sauf traditionnelle bretonne.

2. Le jury portera une attention particulière à la création de textes inédits. Ainsi, les reprises, traductions de textes existants et autres interprétations sont interdites.

3. Les thèmes musicaux seront également des créations. Les reprises ne sont pas autorisées.

4. Le chant ou le texte sera accompagné d'un ou plusieurs instruments.

5. Le groupe interprétera un minimum de deux morceaux (la prestation globale ne pouvant pas excéder 15 minutes).

6. Il y a deux catégories pour ce tremplin musical : "A-vicher" (pour les intermittent·e·s ou ceux qui souhaitent accéder au statut) et "Dazont" (pour les amateur·trice·s). Il y aura un gagnant dans chaque catégorie et des gains spécifiques à chaque catégorie :

Catégorie "A-vicher"	Catégorie "Dazont"
<b>Gouel Broadel ar Brezhoneg</b> - Langoned- 03/07/2021 <i>(défrayé selon barème de l'association Mignoned ar Brezhoneg : court passage de 20 min)</i>	<b>3 jours de répétition</b> en studio pro <b>une journée d'enregistrement</b> d'un EP 3 titres mastérisés - Eté 2021
<b>Ti ar Vro Gwengamp</b> - Eté ou Hiver 2021 <i>défrayé ou cachet selon le nombre d'artistes dans le groupe</i>	<b>Ti ar Vro Gwengamp</b> - Miz Eost 2021 <i>difrejet</i>
<b>Festival DEUS'TA</b> - Brest - 29 ou 31 octobre 2021 <i>défrayé ou cachet selon le nombre d'artistes dans le groupe</i>	<b>Tomahawk</b> - Querrien - octobre ou novembre 2021 <i>défrayé</i>
<b>Festival Tan miz Du (Le Roudour) - Saint-Martin-des-champs</b> - 14/11/2021 <i>cachet</i>	<b>Yezhoù ha Sevenadur</b> - Nantes -Été 2021 <i>défrayé</i>
<b>Yaouank Bistro</b> - Rennes - Novembre 2021 <i>défrayé</i>	<b>Émission "Naoned e live"</b> - Radio Naoned - Nantes - Mars 2022

	émission radio d'une heure et enregistrement d'une vidéo live d'une de vos chansons (masterisée et montée par Radio Naoned). L'émission sera diffusée sur Radio Naoned, Radio Kerne, Radio Kreiz Breizh, Radio Bro Gwened, ArvorigFM et AlternantesFM.
<b>Fête d'arrivée Ar Redadeg</b> - Vannes - 28 mai 2022 <i>cachet</i>	<b>Fête de la musique</b> - Brest - 21/06/2022 <i>défrayé selon barème de l'association Sked</i>
<b>Gouel Broadel ar Brezhoneg</b> - Eté 2023 <i>cachet</i>	Groupe suivi sur un an
Shooting avec un-e photographe *	Une carte-cadeau dans un magasin de musique *
Clip vidéo *	
Groupe suivi sur un an	

\* Sous réserve du succès de la campagne de financement participatif menée par Mignoned ar Brezhoneg.

En s'inscrivant au Taol-Lañs 2021, le groupe s'engage à participer à ces événements.

7. Pour juger, le jury prendra en compte :

- **La langue bretonne** : l'originalité du texte présenté, la prononciation et la richesse du vocabulaire, la qualité de l'expression et de la sensibilité.
- **La musique** : la musicalité, le style, l'expression et la technique.
- **La présence sur scène** : la capacité à captiver son auditoire, à occuper la scène et à créer une complicité avec le public.

8. Les groupes produits par un « major » ne peuvent pas participer.

9. La date limite d'inscription est fixée au 20/06/2021 et le nombre de concurrents sera limité à 8 groupes.

10. Les organisateur-trice-s du Taol-Lañs établiront un pré-choix des groupes autorisés à concourir s'il y a plus de 8 groupes inscrits.

11. Les concurrent-e-s s'engagent à adresser une copie des textes qui seront interprétés, ainsi que leur fiche technique et ce règlement signés par l'ensemble des membres du groupe.

12. L'ensemble des participant-e-s et les gagnant-e-s des 2 catégories s'engagent à autoriser l'association organisatrice Mignoned ar Brezhoneg à diffuser les images du concert et les morceaux joués afin de faire la promotion et la diffusion de l'évènement.

**Sinadur pep ezel-ez ar strollad dre ret gant ar meneg "Lennet 'meus hag asañtiñ a ran" :**  
**Signature de chaque membre du groupe précédée de la mention "Lu et approuvé" :**